

# Mont war-raok gant ar brezhoneg

Abaoc'h pell hoc'h eus c'hoant stagañ ganti, met penaos ober evit kaout amzer ha doareoù d'hen ober?



## Ho kwirioù da vezañ stummet

C'hoant am eus da heuliañ ur stummadur hir

Mont war-raok gant ar brezhoneg ! Abaoe pell hoc'h eus c'hoant stagañ ganti, met penaos ober evit kaout amzer ha doareoù d'hen ober ? Gouzout a ouzit brezhoneg dija, pe kelenn a rit brezhoneg d'an dud deuet, a-youl-vat pe get ; mat e vefe deoc'h heuliañ ur staj evit bezañ efedusoc'h. Al levrig-mañ a zo evidoc'h pe e vefec'h goprad, studier pe o klask labour. Kavout a reoc'h titouroù diwar-benn an doareoù skoazell d'ar stummadur : CIF, DIF, AFR, steuñvioù-stummañ an embregerezhioù pe c'hoazh "Desk" ha "Skoazell". Implijit ho kwirioù da vont war-raok gant ar brezhoneg !

Pell. : 0.820.20.23.20  
dao.bzh@gmail.com / www.dao-bzh.org

### An Ehan Stummadur Hiniennel (CIF)

**Pal**  
Ar CIF a zo e bal reiñ d'an holl labourerien an tu d'en em stummañ diwar o c'hoantoù e-kerzh o buhez vicherel. N'eo ket liammet gant steuñvioù-stummañ an embregerezhioù. Ar CIF a c'hell bezañ implijet evit ar stummadurioù hir, ur bloavezh pe 1 200 eurvezh dezhe d'ar muiañ. Pep goprad a c'hell tapout ur CIF, pe e vefe o labourat e-barzh un embregerezh bihan pe e vefe unan bras ha n'eus forzh peseurt kevrat a vefe gantañ. Trawalc'h eo bezañ labourer pe pad 24 miz da nebeutañ (diouzh renk pe get), ha 12 anezho e-barzh an embregerezh. Ret eo d'an implijidi e CDD gouzout e c'hellont goulenn ur CIF ivez, padal ne vez ket kalz a dud o c'houlenn.

**Mont en-dro**  
Ret eo goulenn un aotre ezvezañs gant an implijer 2 viz a-raok penn-kentañ ar stummadur da nebeutañ (12 devezh evit ur stummadur en tu all da 6 miz). E-barzh ar goulenn ezvezañs-mañ e vo ret d'an implijad menegiñ anv ar stummadur, an deiziadoù hag anv an aozadur a ginnig ar stummadur. An implijer ne c'hell ket nac'h ma vez tizhet an holl zezverkoù gant an implijad. Gallout a ra ampellaat ar mare stummadur diwar abegoù liammet gant ezhommoù servij diabarzh. Ma ne vez ket roet respont ebet d'an implijad a-benn ur miz e talv eo bet asantet.

**Arc'hantaouiñ**  
OPCA an embregerezh an hini eo a ro e asant pe get war an teul hag a ra war-dro arc'hantaouiñ ar stummadurioù. Evit lodenn vrasañ an implijidi ez eo FONGECIF Breizh ; an dud o labourat e bed al labour-douar, an arvestoù pe an ekonomiezh sokial o deus un OPCA all<sup>1</sup>.

1. Goulennit gant hoc'h implijer

Diwallit, an aotre ezvezañs ne dalvez ket dre ret e vo arc'hantaouet ho stummadur nag e vo kemeret ho kopr e karg. Ma vez degemeret ho teuliad gant an aozadur-se e c'hell bezañ paeet ar frejoù stummañ ha kemeret ho kopr e karg betek 100 % e-pad ar stummadur, hag ul lodenn eus ho frejoù bod ha hent. Kit e darempred gant OPCA hoc'h embregerezh.

Evit an implijidi « FONGECIF », kit e darempred gant : FONGECIF Bretagne  
1A allée Ermengarde d'Anjou  
Technopole Atalante Champeaux  
CS 1440 - 35044 ROAZHON CEDEX  
02 99 29 72 30  
Postel/mail : fongecif@fongecif-bretagne.org  
Lec'hienn/site : www.fongecif-bretagne.org

### Sikour rannvroel d'ar stummañ hir war ar brezhoneg

Ar Rannvro a c'hell arc'hantaouiñ frejoù pedagogel stummadur an dud dilabour dre ar programm « Diorren yezhoù Breizh » dre ur c'hendivizad gant an aozadurioù-stummañ grataet. Ar goulenn a vez savet gant ar c'hreizennoù-mañ. A-hend-all e c'hell ar Rannvro degas ur gopr stajad stummerezh micherel d'an dud dilabour na vez ket roet arc'hant dezho gant ar Pol Implij pa vez heuliet ganto ur stummadur hir war ar brezhoneg en unan eus ar c'hreizennoù grataet-mañ. Ar gopr-se a c'hell bezañ berniet gant an RSA a-wechoù. Ar goulenn a rank bezañ savet ouzh ar greizenn-stummañ a dreuzkaso an teul d'ar servij eus ar Rannvro karget eus gopr ar stajidi.

C'hoant am eus d'ober ur staj berr pe kentelioù-noz

### Ar Gwir Hiniennel da Vezañ Stummet (DIF)

**Pal**  
Gant ar Gwir Hiniennel da Vezañ Stummet e c'hell ar c'hopridi sammañ eurvezhoù stummadur. An implijer eus ar gwir-se a zo diouzh intrudu an implijad. Ret eo kaout asant an implijer memes tra.

Moaien 'zo deoc'h implijout an DIF evit stajoù brezhoneg koulz ha devezhoù-stummañ evit ar gelennerien d'an dud deuet kinniget gant D.A.O.

**Publik tizhet**  
Graet eo an DIF evit :  
- Ar c'hopridi gant ur gevrat didermen (CDI), o labourat abaoe bloaz da nebeutañ e barzh un embregerezh.  
- Ar c'hopridi gant ur gevrat termenet (CDD) adal ar mare m'o deus bet ur gevrat-labour a 4 miz da nebeutañ (diouzh renk pe get) en 12 miz tremenet.

**Gounit gwirioù ha padelezh**  
Evit ar c'hopridi leun amzer : gounezet e vez 20 eurvezh ar bloaz gant pep goprad. Berniet e vez an eurvezhoù betek tizhout 120 eurvezh.

Ma ne vez ket implijet an eurvezhoù ne c'hall ket ar sammad eurvezhoù mont en tu all da 120 eurvezh (da lavaret eo e vez kollet 20 eurvezh gwir bep bloaz).

Evit ar c'hopridi e CDD pe darnamzer e vez jedet ar gwir diouzh an amzer labourer. Ar vevenn 120 eurvezh a vez implijet ivez.

**Mont-en-dro**  
An implijad c'hoant gantañ tennañ gounid eus e wir a rank sevel ur goulenn ouzh e implijer dre lizher erbedet

gant testeni-degemer (RAR) hag en ur ginnig an dibab stummadur graet.

An implijer en deus miz d'ar muiañ evit reiñ e respont. Ur wech aet ar mizvezh-se hebiou e talvez eo bet asantet ar goulenn.

Peurvuiañ e vez heuliet ar stummadurioù dindan DIF er-maez eus an amzer labour (nemet hag un emglev ispisial a vefe). Neuze e vez degemeret ur gopr par da 50 % eus ar gopr rik. Ne vez ket paeet ar skodennoù sokial war ar gopr-se met kontet e vez e-barzh ar gounidoù evit an tailhoù.

**Arc'hantaouiñ**  
Koust ar stummadur hag ar gopr stummadur a zo war chok an implijer evit an dud e CDI. Evit ar c'hopridi e CDD eo dav mont e darempred gant OPCA an embregerezh.

**Respont nac'h**  
Ma vez nac'het 2 vloaz diouzh renk gant an implijer e c'hell an implijad sevel ur goulenn Ehan Stummadur Hiniennel (CIF) ; e deuliad a vo lakaet penn-renkell. Dav e vo goulenn un teuliad gant OPCA an embregerezh.

**SPLET DA DENNAÑ EUS AN DIF**  
Bez' e c'heller implijout an DIF evit arc'hantaouiñ stajoù-berr pe kentelioù-noz. Neuze e vo digoust ar c'hentelioù evit an deskard ha paeet e vo evit an hanter eus an amzer-stummañ (betek tizhout an niver a eurvezhoù gounezet). Ar stummadurioù kinniget gant an aozadurioù stummañ ofisiel (Al Levrig, KEAV, Mervent, Roudour, Skol An Emsav, Sked, Stumdi, DAO...) a c'hell bezañ degemeret evit an DIF. Goulennit un teuliad digante.

### Steuñvioù stummañ an embregerezhioù

Gallout a ra dileuridi an implijidi pe dilennidi ar poellgourioù embregerezh goulenn e vefe lakaet stummadurioù brezhoneg e steuñvioù-stummañ o embregerezhioù. Gwir eo dreist-holl evit an dud o labourat e-barzh embregerezhioù pe frammoù sinet ganto ar garta « Ya d'ar brezhoneg » pe izili eus « Produit en Bretagne ». Pep implijad a c'hell goulenn gant an dileuridi sevel ar goulenn-se.

**Desk**  
Ar stignad Desk / kelenn zo ur stignad kevelerezh etre Rannvro Breizh ha departamantoù Penn-ar-bed hag ar Mor-Bihan. Ur skoazell hiniennel an hini eo evit ar re a zesk brezhoneg en ur greizenn c'hraetaet hag o deus c'hoant da vont war-zu ar c'helenn divyezhek pe ar c'helenn brezhoneg. Rakstudiet e vez an teuliadoù gant Ofis publik ar brezhoneg.

**Evit piv ?**  
- ar gelennerion unyezhek o deus bet un ehan stummañ digant o implijer evit dont da vezañ gelennerien divyezhek ;  
- an dud a cheñch micher dre ar stummerezh dibaouez ;  
- ar re o deus un aotreegezh pe ur master hag e fell dezho kelenn e brezhoneg

**Ret eo d'an den :**  
- pe kaout un aotreegezh pe kevatal, a ro ar gwir da lakaat e anv evit prientiñ kenstrivadegoù ar c'helenn divyezhek, pe kaout un diplom uheloc'h, a ro ar gwir da lakaat e anv er c'henstrivadegoù, pe bezañ gelenner unyezhek ;  
- bezañ enskrivet en ur stummadur d'an daoulamm e brezhoneg (6 miz ha/pe 3 miz) en un aozadur grataet : Kelenn (bloavezh rakstummadur), Stumdi, Skol an Emsav, Mervent, Roudour, UCO Gwengamp hag Aradon (DU).

3 000 € d'ar muiañ eo ar skoazell evit ar stummadurioù hir (6 miz)<sup>1</sup> ha 1 500 € evit ar stummadur uhel war ar brezhoneg (3 miz).  
An den a denn gounid eus Desk en em engouestl da dremen an DBY (Diplom Barregezh war ar Yezh) e fin e stummadur.

Ar skoazell-mañ ne c'hell ket bezañ berniet gant ur skoazell rannvroel all, nemet ar skoazell evit gopr ar stajidi e vefe.

An teuliadoù « Desk / kelenn » a zo da gas dre ar greizenn stummañ grataet da :  
**Itron Prezidantez Ofis publik ar brezhoneg**  
8 straed Félix Faure  
29270 KARAEZ

Tu zo da bellgargañ anezho e lec'hienn Internet Rannvro Breizh [www.bretagne.fr](http://www.bretagne.fr) pe e lec'hienn Ofis publik ar brezhoneg [www.ofis-bzh.org/fr/enseignement/index.php](http://www.ofis-bzh.org/fr/enseignement/index.php)

1. Evit annezidi an departamantoù a gemer perzh er stignad. Skoazell ar Rannvro, pa n'eus nemeti, ne c'hall ket mont en tu-hont da 2 500 €.

C'hoant am eus da vont war-zu ar c'helenn divyezhek

**Skoazell**  
Ar stignad « Skoazell » zo ur skoazell hiniennel evit an dud a brient kenstrivadegoù ar c'helenn divyezhek galleg-brezhoneg.

### Roet e vez d'ar re :

- zo o raktres mont war ar vicher gelenner divyezhek galleg-brezhoneg ;
- o deus ul live brezhoneg mat ;
- o deus un aotreegezh pe kevatal hag a ro ar gwir da lakaat e anv e master prientiñ kenstrivadegoù ar c'helenn divyezhek (titouroù digant an Akademiezh) ;
- o deus lakaet o anv evit ar master prientiñ ar c'henstrivadegoù divyezhek kentañ pe eil derez (PE pe PLC) en unan eus ar c'hreizennoù-stummañ-mañ : ESSM Breizh (Sant-Brieg), ISFEC, Kelenn, Rann ar brezhoneg e Skol-veur Roazhon 2, Rann geltiek Skol-veur Brest.

5 000 € a vez roet evit pep bloavezh prientiñ ar genstrivadeg (master 1 ha master 2).

Ar gelennerien unyezhek o deus bet un ehan evit heuliañ ur stummadur digant o implijer ne c'hellont ket tennañ gounid eus Skoazell.

Ar yalc'had Skoazell ne c'hell ket bezañ berniet gant ur skoazell rannvroel all.

An teuliadoù « Skoazell » zo da gas da :  
**Aotrou Prezidant ar C'huzul-rannvro**  
283 bali ar general Patton – CS 21101  
35711 ROAZHON Cedex 7

An termen diwezhañ da fiziout an teuliad zo al Lun 25 a viz Mezheven evit an dalc'h kentañ hag al Lun 27 a viz Eost evit an eil dalc'h. Al lizher engouestlañ « Skoazell » zo da bellgargañ e lec'hienn Internet Rannvro Breizh : [www.bretagne.fr](http://www.bretagne.fr)

Pep deskard a c'hell tremen an DBY (Diplom Barregezh war ar Yezh). Un diplom stad an hini eo. Ur wech tremenet an arnodenn e vez roet d'an dud un diplom o vene-giñ unan eus pemp live Portfolio Europa ar Yezhoù (etre A2 da C1). Ar pal a zo lakaat da dalvezout al live barregezh war ar brezhoneg en Europa a-bezh hag en un en-dro micherel. Ar frejoù enskrivadur d'an DBY a vez kemeret e karg gant Rannvro Breizh. Enskrivadur war : [www.education.gouv.fr/diplome-de-competence-en-langue/dcl/inscription/](http://www.education.gouv.fr/diplome-de-competence-en-langue/dcl/inscription/)

# Apprendre le breton

Vous en avez envie, mais comment faire pour trouver le temps et les moyens d'y parvenir?

DIF

Droit individuel à la formation

CIF

Plan de formation entreprise

Congé Individuel de Formation

Skoazell

DAO

Desk

Aide régionale

Je veux suivre une formation longue

Apprendre le breton ! Vous en avez envie, mais comment faire pour trouver le temps et les moyens de suivre une formation ? Ce dépliant s'adresse à vous, que vous soyez salarié, étudiant, demandeur d'emploi... Vous y trouverez des informations sur les différentes mesures d'aide à la formation : Congé Individuel de Formation, Droit Individuel à la Formation, Action Régionale de Formation, Plan de formation des entreprises ou encore « Desk » et « Skoazell » Utilisez votre droit pour apprendre le breton !

Tél. : 0.820.20.23.20  
dao.bzh@gmail.com / www.dao-bzh.org

## Le Congé Individuel de Formation (CIF)

### Objectif

Le CIF permet à tout travailleur de se former, au cours de sa vie professionnelle, à son initiative, indépendamment de sa participation aux stages prévus par le plan de formation de son entreprise. Il peut être utilisé pour des formations longues, jusqu'à une année ou 1 200 heures pour les formations à temps partiel.

### Public concerné

Tout salarié peut bénéficier du CIF, qu'il travaille pour une petite ou une grande entreprise et quel que soit son type de contrat de travail. Il faut simplement qu'il ait travaillé 24 mois au minimum, consécutifs ou pas, dont 12 mois dans l'entreprise à laquelle il fait une demande. **Il faut savoir que les salariés en CDD peuvent également bénéficier d'un CIF ; peu de demandes sont cependant effectuées.**

### Mise en œuvre

Le salarié doit adresser une demande écrite à son employeur dans un délai de 60 jours minimum avant le début de la formation (120 jours pour une formation de plus de 6 mois). Dans cette demande d'autorisation d'absence, il devra indiquer l'intitulé de la formation, les dates de début et de fin et l'organisme qui la dispense. Si le salarié remplit les conditions d'accès au CIF, l'employeur ne peut refuser la demande. Il peut demander à décaler l'entrée en formation de neuf mois maximum en invoquant un préjudice à la bonne marche de l'entreprise et après consultation des instances représentatives du personnel. Une absence de réponse vaut accord au bout d'un mois.

### Prise en charge financière

C'est l'OPCA de l'entreprise qui donne son accord ou non sur le dossier et qui gère le financement des formations. Pour la plupart des salariés, il s'agit du FONGECIF Bretagne ; les salariés relevant du secteur de l'agriculture, du spectacle ou de l'économie sociale sont en lien avec un autre OPCA<sup>1</sup>.

1. Renseignez vous auprès de votre employeur.

**Attention : l'accord d'absence par l'employeur ne signifie pas que la formation sera financée ni que le salaire sera pris en charge.**

Lorsque l'accord est obtenu par l'OPCA, le financement peut aller jusqu'à 100 % du coût de la formation, le maintien du salaire (si inférieur à 2 fois le SMIC) et la prise en charge partielle des frais de transports et d'hébergement.

Pour les salariés relevant du FONGECIF, contactez :

**FONGECIF Bretagne**  
1A allée Ermengarde d'Anjou  
Technopole Atalante Champeaux  
CS 14440 - 35044 ROAZHON CEDEX  
02 99 29 72 30

Postel/mail : fongecif@fongecif-bretagne.org  
Lec'hienn/site : www.fongecif-bretagne.org

## L'Aide régionale à la formation longue en langue bretonne

La Région peut financer les frais pédagogiques de la formation des demandeurs d'emploi, dans le cadre du programme « Développer les Langues de Bretagne », par convention avec les centres de formations agréés. La demande est effectuée par ces centres.

La Région peut par ailleurs apporter une rémunération de stagiaire de la formation professionnelle aux demandeurs d'emploi non indemnisés au titre du chômage lorsqu'ils suivent une formation longue à la langue bretonne dans un des centres agréés. Cette rémunération peut être cumulée avec le RSA dans certains cas. La demande doit être faite auprès des organismes de formation qui transmettent le dossier au service de la Région en charge de la rémunération des stagiaires.

Je souhaite faire un stage court ou des cours du soir

## Droit individuel à la formation (DIF)

### Objectif

Le droit individuel à la formation (DIF) permet aux salariés de se constituer un contingent d'heures de formation. La mise en œuvre de ce droit relève de l'initiative du salarié mais nécessite l'accord de l'employeur.

### Publics concernés

Le DIF concerne :

- les salariés en CDI justifiant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui les emploie.
- les salariés en CDD dès lors qu'ils justifient de 4 mois de contrat, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois.

### Acquisition et durée

Pour les salariés à temps plein : chaque salarié bénéficie de 20 heures par an cumulables jusqu'à un plafond de 120 heures. À défaut de son utilisation partielle ou totale, le DIF reste plafonné à 120 heures. Pour les salariés à temps partiel et les salariés en CDD, le droit annuel est calculé au prorata du temps de travail. Le plafond de 120 heures s'applique également.

**Tous les ans, l'employeur doit informer le salarié, par écrit, du total des droits acquis au titre du DIF.**

### Mise en œuvre

Le salarié souhaitant bénéficier des heures acquises au titre du DIF doit adresser une demande à son employeur afin de solliciter son accord sur le choix de la formation envisagée (courrier RAR). L'employeur dispose alors d'un mois pour notifier sa réponse.

**Passé ce délai, l'absence de réponse vaut acceptation.**

La formation effectuée dans le cadre du DIF se déroule en dehors du temps de travail (sauf accord de branche ou d'entreprise). Le salarié perçoit alors une allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette. Cette allocation n'est pas soumise aux cotisations sociales mais elle est imposable.

### Prise en charge financière

Les frais de formation et l'allocation de formation sont à la charge de l'employeur. C'est à lui de demander la prise en charge par son OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Il est conseillé aux salariés en CDD de contacter l'OPCA de l'entreprise pour connaître les modalités d'obtention du DIF.

### Refus

En cas de refus de l'employeur 2 années consécutives, le salarié peut demander un Congé Individuel de Formation (CIF) ; le dossier est à retirer auprès de l'OPCA de l'entreprise. Celui-ci sera alors prioritaire.

### AVANTAGES DU FINANCEMENT PAR LE DIF

Le DIF peut être utilisé pour financer des stages courts (semaine ou week-end) ou des cours du soir. Dans ce cas, le coût de la formation sera à la charge de l'employeur éventuellement par le biais de son OPCA et le stagiaire sera rémunéré à valeur de la moitié de son salaire net pour les heures de cours, jusqu'au seuil des droits acquis (120 heures maximum). Les cours et stages proposés par structures de formation reconnues officiellement (Al Levrig, KEAV, Mervent, Roudour, Skol An Emsav, Sked, Stumdi, DAO...) sont accessibles au DIF, demandez leur un dossier.

## Les plans de formation des entreprises

Les représentants du personnel ou élus de comités d'entreprises peuvent demander l'inscription des formations en breton dans les plans de formation internes. Ceci est particulièrement vrai pour les structures signataires de la charte « Ya d'ar brezhoneg » ou adhérentes à « Produit en Bretagne ». Chaque salarié peut solliciter ses représentants pour qu'ils formulent cette demande auprès de leurs dirigeants.

Je désire me diriger vers l'enseignement bilingue

## Desk

Le dispositif Desk / volet enseignement est un dispositif partenarial entre la Région Bretagne et les Départements du Finistère et du Morbihan. Il s'agit d'une aide individuelle aux personnes se formant à la langue bretonne dans un centre agréé et qui se destinent à l'enseignement bilingue ou l'enseignement du breton. La pré-instruction des dossiers est confiée à l'Office public de la langue bretonne.

### Publics concernés

- les enseignants monolingues en congé de formation pour devenir enseignants bilingues ;
- les personnes en reconversion professionnelle et relevant de la formation continue ;
- les personnes titulaires d'une licence ou d'un master se destinant à enseigner en breton.

### Le bénéficiaire doit :

- soit avoir une licence ou toute autre équivalence permettant de s'inscrire à la préparation aux concours de l'enseignement bilingue, soit avoir un diplôme supérieur permettant de s'inscrire aux concours, soit être enseignant monolingue ;
- avoir le projet professionnel de devenir enseignant bilingue français-breton dans le 1<sup>er</sup> ou le 2<sup>e</sup> degré ;
- être inscrit à une formation intensive en langue bretonne (6 mois et/ou 3 mois) dans un des centres agréés : Kelenn (année de préformation), Stumdi, Skol an Emsav, Mervent, Roudour, UCO Guingamp et Arradon (DU).

Le montant maximal de l'aide est de 3 000 € pour les formations longues (6 mois)<sup>1</sup> et de 1 500 € pour la formation supérieure à la langue bretonne (3 mois). Le bénéficiaire s'engage à passer le DCL (Diplôme de Compétences en Langue) à l'issue de sa formation. L'aide au titre du dispositif Desk / volet enseignement n'est pas cumulable avec une autre aide régionale à l'exception de l'aide au titre de la rémunération des stagiaires.

Les dossiers « Desk / enseignement » sont à adresser via le centre de formation agréé à Madame la Présidente de l'Office public de la langue bretonne.

Ils sont téléchargeables sur le site Internet de la Région Bretagne : [www.bretagne.fr](http://www.bretagne.fr) ou sur le site de l'Office public de la langue bretonne : [www.ofis-bzh.org/fr/enseignement/index.php](http://www.ofis-bzh.org/fr/enseignement/index.php)

## Skoazell

Skoazell est une aide individuelle aux personnes préparant les concours de l'enseignement bilingue français-breton.

Elle s'adresse à toute personne ayant :

- le projet professionnel de devenir enseignant bilingue français-breton ;
- une bonne maîtrise de la langue bretonne ;
- une licence ou toute équivalence permettant de s'inscrire en master de préparation à l'un des concours de l'enseignement bilingue (se renseigner auprès de l'Académie) ;
- fait acte de candidature en master de préparation aux concours bilingues premier ou second degré (PE ou PLC) dans l'un des centres de formation suivant : IUUFM de Bretagne (site de Saint-Brieuc), ISFEC, Kelenn, Département de breton de l'Université de Rennes 2, Département de celtique de l'Université de Brest.

Le montant de l'aide est de 5 000 € pour chacune des deux années de préparation au concours (master 1 et master 2). Les enseignants monolingues ayant obtenu un congé de formation de leur employeur pour devenir enseignants bilingues ne sont pas éligibles au dispositif Skoazell. L'aide au titre du dispositif Skoazell ne peut être cumulée avec un autre financement de la Région.

Les dossiers « Skoazell » sont à adresser à Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne.

Les dates limites de dépôt du dossier sont le lundi 25 juin pour la 1<sup>re</sup> session et le 27 août pour la 2<sup>e</sup> session. La lettre d'engagement « Skoazell » est à télécharger sur le site Internet de la Région Bretagne [www.bretagne.fr](http://www.bretagne.fr)

Tout apprenant peut passer l'épreuve du DCL (Diplôme de Compétence en Langue). Il s'agit d'un diplôme d'État. Les candidats se voient attribuer un degré de compétence (de 1 à 5) correspondant à l'un des niveaux (de A2 à C1) du Portfolio Européen des Langues. L'objectif est de faire valoir son niveau en langue bretonne à l'échelle européenne et dans un cadre professionnel. Les frais d'inscription au DCL sont pris en charge par la Région Bretagne. Inscription sur : [www.education.gouv.fr/diplome-de-competence-en-langue/dcl/inscription/](http://www.education.gouv.fr/diplome-de-competence-en-langue/dcl/inscription/)

# Vos droits à la formation